



215

Dre e speret jadis da bléjant d'an ar e bé;  
 ha néus fort a kaptic e chéye au souf,  
 e ré-de vèlin maot, ha e gué n'ebennél.

per ca ret vover a ré hor farcer meliner,  
 alla rojet d'ar vèlin ha u ar percheuner,  
 ha demeus a bes ta e t'cedet gant maot  
 da vèlin sansuici da gant, da zangal.

allus! ha ret en-la, estao er bed padar n'ont  
 être emezeyen beya en em chican,  
 ha chourat mahuni ha d'iser gant coler:  
 ze a dormant roce couly er tel meliner.  
 arroue an d'ere an nebeuta permes,  
 nac sellot ré adreus vèlin sansuici gus.

Dresset une destinnion neurbot erer nar baper,  
 Dre kinn n'oa rojet d'ar ar meliner.  
 réte n'oa, ar l'esse, renouci d'ar guilet,  
 biamot ar j'ediu ha margi j'ab andret.  
 intermedant ar roue, fier d'ere arrogant,  
 a chab ar meliner: e téu emien insant,

« Si vous revoyez à Berlin; peut-être quelques melins? »

— Mais, en les melins, vous en avez à Berlin.

« Si vous revoyez à Berlin... Va melin, m'en tance,  
 et approchaat caulyzait netan' Prusse's rance. »

— Et da cher' d'iveza vos payznet pour calet.

— Retes comp'selénou p'ch? Oh bien, n'est quier j'ou get;

« Va ch'ouy d'iveza es, un refus de se regent  
 a rejat en celer d'ar rance peent la rance. »

Guernet a ra d'é grant ar rance q'è melins,

« Va a ra d'èan rance. — Ne meut get a affer. »

« Si, selement, n'ho ped, brema' va abejeu;  
 Va que a ch'ouyas grant j'ouy vor all' m'oudeu;  
 Va Postdam' rance. Penne ouy en effet; »

« Ne v'ch' lui get j'ouy? dit, v'it u'grant mit saët »

« N'ho po get va m'ètan. Get eul a guenet. »

« Grant h'ouy' est e' j'ouy e' d'èr big'ou' ce v'it tentet. »

« Clar' get la e' l'ouy' all, rance me en rance d'èr, »

« Si rance se et m'ouy' est ne rance m'ouy, rance. »

« Si rance se m'ouy' est ne rance m'ouy, rance. »

